

AELED EUS AR BARADOZ / KANTIK WAR AR GOMUNION

Ae - lez eus ar ba - ra - doz Sel - lit pe - bezh e -
 nor A ra deomp er sa - kra - mant Je - sus, hon Re - demp - tor Ur
 wech e - vit hor pre-nañ ez eo bet in - kar - net Hag e - vit dont d'hor
 ma-gañ, ga - neomp e chom be - pred

Ae-lez eus ar baradoz, sellit pebezh enor
 A ra deomp er sakramant Jesus, hon Redemptor
 Ur wech evit hor prenañ ez eo bet inkarnet
 Hag evit dont d'hor magañ, ganeomp e chom
 bepred

Mari, gwir vamm da Zoue, Mari, va mamm
 dener,
 Va sikourit da resev ho Mab ha va Salver.
 Me ned on siwazh netra, netra nemet pec'hed,
 Med ennoc'h ec'h esperann, O va mamm
 benniget.

Krouer an Neñv, an douar, war an aoter,
 bemdez,
 Dre gomz nerzhus ar beleg, a ziskenn eus an
 neñv,
 Un Doue, kalz uheloc'h eget ar firmamant,
 En em izelañ dindan spesoù ar sakramant.

Un Doue ne chañch jamez e-pad an holl amzer,
 Un Doue war balv e zorn a zoug ar bed antier,
 En em lez dre ar beleg da vezañ diblaset,
 Evit diskenn e kalon ar paourañ 'zoug ar bed.

Anges du paradis, regardez quel honneur
 Nous fait dans le sacrement Jésus, notre
 Rédempteur
 Une fois pour nous racheter, il a été incarné.
 Et pour venir nous nourrir, il reste toujours avec
 nous.

Marie, vraie mère de Dieu, Marie, ma tendre mère,
 Aidez-moi à recevoir votre Fils et mon Sauveur. Je ne
 suis malheureusement rien, rien que péché,
 Mais en vous j'espère, ma mère bénie.

Créateur du Ciel, la terre, sur l'autel, chaque jour,
 Par la parole puissante du prêtre, qui descend du
 ciel,
 Un Dieu, beaucoup plus haut que le firmament,
 S'abaisser sous les espèces du sacrement.

Un Dieu ne change jamais pendant tout le temps,
 Un Dieu sur la paume de sa main porte le monde
 entier,
 Se laisse par le prêtre être déplacé,
 Pour descendre au cœur du plus pauvre qui porte le
 monde.